

Skoit 'n Treid !

Alan Stivell

Skoit an treid war an douar, skoit an treid war al leur
Ankouet ar glac'har ga 'n divhar, ankouet an eur, ar gwalleur
En-dro d'an tan e beg an ti, nerzhio? friant, kevrinus
Birvilh, c'hwezha? ha treanti?, koroll laouen ha sirius

'Vit or bed holl, 'vit 'n denelezh, mat eo hon hengoun, hon herezh
(Vit 'n holl denelezh)

Evidomp-ni e sked ivez an heol 'vit pep den krouet
(Mat eo'n herezh)

Deit omp bet suj, korf hag ene da nerzh dall ar varbared
(Ga' 'r varbared suj, n'ouizie 'met distruj)

Nemet distruj, ne ouizie ne', pep tra endro de' er bed

Miromp 'vit 'n holl dud hor c'hultur, da bep hini eo un te?zor,
(Miromp 'vit 'n holl hor c'hultur, da bep hin' eo 'n te?zor
Prizius eo hor sevenadur war c'horr' an douar, ar mor
(War an douar ha war c'horr ar mor)

Skoit an treid war an douar....

Goulo?-de goude an noz du gant korf unanet an dud

'Vidomp n'eus nemet plijadur e-barzh da?s ar meuriad hud

Frappe la terre, tends les nerfs !
Oublie l'heure, forces et myst?re,
Excite les sens, transe-bonheur,
Au pr?sent, joie grave et sueur,

Le soleil est ? nous tous,
Prot?ger le tr?sor,
A la terre toute enti?re, et sur mers,
L'h?ritage sans fronti?res,

Par les barbares asservis
Qui ne savaient que d?truire,

La tribu magique,
1000 corps unis au bout de la nuit

Hit the ground, don't watch the watch,
Strengths and mystery
Exciting the senses, trance-like bliss
Now, attentive joy and sweat

We own the sun
Let's protect the treasure,
On earth, on sea
The unbounded inheritance

Under barbarian oppression
They knew only destruction

1000 united bodies by dawn